

Akt a gomunion speredel gant an Aotrou 'n eskob Centène, Meurzh 2020.

Aotrou Jezuz, krediñ start a ran emaoe'h bezant e Sakramant Santel an Hegaristiezh. Ho karout a ran dreist pep tra hag Ho c'hoantaan a-greiz va ene. « Va c'horf a langis etrezek ennoc'h evel un douar kras, disec'het ha dizour. » (Salm 62)

Karout a rafen Ho tegemer hiziv gant holl garantez ar Werc'hez Vari ha gant levez ha gred ar sent. Dre ma 'z on skoilhet d'Ho tegemer dre ar Sakramant, deuit da weladenniñ va ene da vihanañ dre ar spered.

[En amzer-mañ a Goraiz] Ra gomuniin dre ar yun hegaristiel-mañ ez on dalc'het gantañ, d'Ho poanioù, ha dreist-holl d'ar soñj da vezañ dilezet Hoc'h eus amprouet ouzh ar Groaz p'Hoc'h eus garmet : « Va Doue, va Doue, perak hoc'h eus va dilezet ? ».

Ra 'm lako ar yun sakramantel-mañ da gomuniañ ouzh soñjoù Ho Mamm Santel Meurbed ha Sant Jozef p'o deus kollet ac'hanoc'h e templ Jeruzalem, ouzh soñjoù Ho Mamm Santel p'ho tegemeras, divuhez, ouzh troad ar Groaz.

Ra 'm lako ar yun hegaristiel-mañ da gomuniañ ouzh poanioù Ho Korf kevrinel, an Iliz, dre-holl dre ar bed e lec'h ma vez lakaet an harz war pep buhez sakramantel gant an heskinerezhioù, pe an ezvezañs a veleien.

Ra 'm lako ar yun sakramantel-mañ da gompren ez eo an Hegaristiezh ur prof dreistfounnus abalamour d'ho karantez ha n'eo ket un dra dleet evit va aezamant speredel.

Ra vezo ar yun hegaristiel-mañ un digoll evit an holl degouezhioù m'em eus Ho tegemeret en ur galon na oa ket prientet a-zoare, klouar, diseblant , hep karantez ha hep akt-tregarekaat.

Ra gresko atav muioc'h ar yun sakramantel-mañ va naon d'Ho tegemer da vat hag un doare solwezel gant Ho korf, Ho kwad, Hoc'h ene hag Ho toueelezh, pa vo aotreet din.

Kent-se, Aotrou Jezuz, deuit d'hor gweladenniñ ent-speredel dre Ho kras evit hor c'hreñvaat en hon amprouadurioù.

Maranatha, deuit Salver Jezuz.

Induljañs darnel gant an ampegadoù ordinal